

KREIZENN BAD TOURISTELEZH HA DIZOLEIÑ EN ENDRO



Lec'hiet en ur vro stummet gant ar c'hleuzioù hag ar pradeier, e kreizig-kreiz Menezioù Are, Kreizenn Bad Touristelezh ha Dizoleiñ an Endro a zegemer strolladoù a-hed ar bloaz.

Animatourien ar Greizenn a ra war-dro klasoù deus ar skol-vamm betek ar c'hentañ derez ha ganto e c'hell ar vugale dizoleiñ un endro pinvidik ha gwarezet mat.



Ne deer ket pell james peogwir emañ an danvez studi tro-war-dro d'ar greizenn.

Liesseurt eo roll ar c'hinnigoù labour savet gant an animatourien, o terc'hel kont deus raktresoù ar gelennerien ha deus liveoù ar c'hlasoù.

TEMOU STUDI

AN EMVAOU NATUREL :



AN DOUR :

- kelc'hiad an dour
- An energiezh dre zour : penaos sevel rodou elvennek
- Troiad-dizoloiñ : deus an eienn betek ar ster
- Ar poull-dour hag ar wazh-dour : studiadenn fizik, loened ha plant, ober un akwariom

AR C'HARZHAOUEG :

- labour-douar ha natur
- dielfennañ ar gweledvaoù
- parkeier ha pradeier
- kleuzioù ha girzhi : o c'hefridi, o loened, o flant

AR C'HOAD:

- ar plant : anaoudadur, keñveriadenn, savadenn boellek
- al loened : tresoù ha roudoù, sellet gant evezh ouzh al loened bihan-tre
- chadennoù ar magañ
- menegiñ an ekosistem : perzh ha labour ar c'hoad
- perzh an den

LES LANDES ET TOURBIERES :

- dizoleiñ ar Yeun Elez hag ar Menezioù Are
- loened ha plant diouzh un emva : gouennoù rouez ha tachennoù naturel gwarezet

AR GLAD NATUREL HA SEVENADUREL:

SEVENADUR AR VRO:

- deskiñ dansoù ar vro
- ar c'hoarioù hengounel
- Milinoù Kerouad e Kommanna (ober bara)
- Mirdi ar Micherioù kozh bev en Argol

AN EMBREGEREZHIOU KOR

BALE :

- dizoleiñ ar vro hag an emva
- troiadoù evit ar redadegoù anduriñ
- c'hoarioù ha redadegoù-reteriñ

AR PONE :

- anavezout a loen : hippologiezh, tostañ, prederiañ,
Marc'hegezh
- pone-c'hoari

(graet e vez war-dro al poneed e galleg. N'eus animatour kezeg ebet o labourat e brezhoneg)

MONT-ENT-DRO HO CHOMADENN

1 - AR SKIPAILH DESKIÑ :

Stephane (gantañ BTSA « Gwarez natur ») a zo e garg an oberiantizoù dizoleiñ an natur. Sikouret'vez gant brezhonegerien arbenniget e danvez dizoleiñ an natur.

Implijidi ar greizenn varc'hegezh : **Sylvaine** a labour e galleg (B.E. marc'hegezh ganti).

Ar skipailh deskiñ a vez diouzh reolennoù sturial ar ministrerezh. Ur skipailh a c'hell labourat war dachenoù liesseurt eo : ar glad naturel ha sevenadurel koulz hag an embregerezhioù sport. An animatourien (unan pe zaou hervez niver ar vugale er c'hlasad) a gas en-dro pep animasioñ kinniget gant ar Greizenn.

- Al labour dizoleiñ vez etre 9 eur ha kreisteiz ha 14 eur 17 eur.
- Bez 'emañ an animatourien er greizenn adalek 8eur30 betek 17eur30.
- Pep abadenn a grog 'barzh ur sal gentel hag a gendalc'h en diavaez.
- Hervez an ezhommoù e c'hell ar vugale mont ha chom el levraoueg pe er sal liezimplied.
- E kreizenn varegezh ar Rugornoù, meret gant ar CPTDE, e vez dizoloet ar c'hezeg dre m'emañ tal kichen e c'hell ar vugale mont-di war droad ambrouget ur c'helenner.

En diavez deus an animasioñoù e vez ar vugale dindan warez o ambrougerien pe/hag o c'helennerien. Evito e chom digor ar c'hambreier, ar salioù kelenn, ar sal liezimplied, al levraoueg pe an dachenn-c'hoari en diavez.

2 - AR SKIPAILH TEKNIKEL

Piv a gaver e barzh ? Simone hag Isabelle 'barzh ar gegin, Jacqueline (brezhonegerez anezhi) Fabienne, Jean-Luc, Anne ha Brigitte a gavit o servijañ ouzh taol hag o kempenn an ti.

- Ar vugale e sikour da staliañ, distaoliañ, kempenn an taolioù ha skubañ ar sal-debriñ pa vez echu ar pred.
- Ar pladoù a vez desaget war an taolioù gant implijidi ar greizenn.
- Ne sikouront ket ar vugale da leuniañ o asiedoù. Ma c'hoarvez d'ur bugel kaout ezhomm da vezañ sikouret e ranko goulenn digant unan deus ar re vras a ambroug e strollad.
- Bemdeiz e vez kempennet ar salioù boutin (privezioù ha salioù-dour, sal liezimplied, sal-debriñ) gant implijidi ar Greizenn.

Evit deskiñ d'ar vugale kemer perzh er mont-en-dro boutin e vez goulennet diganto naetaat ha kempenn o-unan o c'hambreier hag o sal kelenn hag evit-se e kaver barzh pep sal-klas e hag e pep kazel-lojañ, skubellennoù, palikezioù, ha spoueoù.

3 - EURVEZHIOÙ AR GREIZENN

A-bouez eo chom tost diouzh an eurvezhioù-mañ (a c'heller lakaat da glotañ hervez ezhomm)

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| - 8 eur 15 | Dijuni | - etre 14 eur ha 17 eur | Dizoleiñ en endro |
| - etre 9 ^e ha 12 eur | Dizoleiñ en endro | - 17 eur 15 | Merenn vihan |
| - 12 eur 15 | Lein | - 19 eur | Koan |
| - 13 eur 15 | Amzer vak | - etre 20 eur ha 21 eur 30 | Abardaez |

LIENAJ DA GAOUT

HO PUGEL A VO DEGEMERET E KLAS DIZOLEIÑ E KREIZENN BAD BRASPARZH

Ar roll-mañ zo bet savet evit ma ne vankfe netra 'barzh pakad-dilhad ho pugel, araok al loc'h met ivez goude an distro..

Dilhad dre ret

**Penn-kentañ
ar chomadenn**

Heuzoù kaoutchou (arabat re strizh !) gant chaosonioù
heuzoù 'diabarzh (ma c'heller)
1 dilhad glav tev e-giz re eouliet ar vartoloded
1 dilhad diaveler (K-way)
1 re chaosoniù (dre ret diabarzh ar greizenn)
1 re votoù sport (tennis pe reoù all)

**Dibenn ar
chomadenn**

Kemerit ivez **dilhad kozh** evit labourat pa vez chanterioù (sevel kleuzioù, plantañ gwez, kempenn ar poull-dour : brageier jean's, sweat-shirtoù, tee-shirtoù, diaveler k-way, manegoù jardin.

Evit ar peurest : dilhad bemdeiz a zo mat. Kemerit memestra ar re goshañ anezho..

D'ho kelaouiñ , setu listenn an dilhad a c'hellfec'h kemer evit ur chomadenn en ur c'hlas dizoleiñ a 5 devez.

4 bragez
5 dilhad-korf
4 stammenn domm pe sweat-shirtoù hervez mare ar bloaz
6 re loeroù
2 bijama
2 serviedenn daol
2 serviedenn walc'hiñ
2 vaneg walc'hiñ
1 drousennad-ewalec'hiñ glok
1 boned pe 1 c'hougoul, manegoù(etre mizoù Du ha Meurzh)
Seier plastik evit lakaat an heuzoù hag an dilhad lous

Merenn vihan 'vez pourveziet bemdeiz gant ar greizenn. Gwelloc'h eo deoc'h leuskel er-gêr madigoù ha traoù lipous a zegas trouz e-touez ar vugale koulz hag an traoù ker (lennerioù CD, sonvaleerioù, c'hoarioù elektronek...)

Evit ur chomadenn dreist un nozvezh e vez pourveziet an dilhad-gwele gant ar Greizenn.

Ma vez ezhomm ez eus 'barzh an ti 3 c'hannerez ha 2 mekanik sec'hañ. Bez e 'c'hell ar Greizenn ober war-dro kempenn an dilhad nemet e vo facturennet deoc'h ouzhpenn.

AVEADURIOÙ AR GREIZENN

Kreizenn Bad Touristelezh ha Dizoleiñ an Endro e Brasparzh 'zo bet roet dezhañ un aprouenn gant an deskadurezh-stad (niverenn IA 29/2005/E005) koulz ha Yaouankiz ha Sportoù

Digoret e 1993, ar savadur-mañ 'zo bet raktreset ar gwellañ evit degemer strolladoù bugale :

- Ennañ 108 gwele ingalet e 34 kambr enno etre 2 ha 5 gwele, pep hini gant gwalc'heris ha strinkadenn.
- ur sal-debriñ gant ur gwel ledan war Vrasparzh, unan deus an traoniennoù hag ar c'harzhaoueg tro-war-dro.

Ur savadur ekipet mat

Evit ar c'helenn :

- 3 sal gelenn
- 1 sal liezimplij
- 1 levraoueg
- Dafar pedagogel (luc'heilerez, skinwel, skeudenroller, luc'hvanner, diapositivoù, urzhiataer gant gevreadenn internet, skanner, luc'hskeudennerez niverel, kamenroller, gevellunedennoù, gwerennoù-kreskiñ, nadozioù-mor, kartennoù IGN, bizhier-roued.....

Evit an embregerezhioù diavaez:

- Ur greizenn varegezh
- Un dachenn c'hoari
- Ur poull-dour pedagogel
- 30 kantar a goadeier, pradeier, gwenojennoù.

MAT DA C'HOUZOUT

Kreizenn Bad Touristañ ha Dizoleiñ an Endro

Garzuhel - 29190 BRASPARZH

Pellgomz : 02 98 81 47 50 - Pelleiler : 02 98 81 45 55

Lec'hienn : <http://www.loisirsbretagne.com> Postel : cptde.brasparts@epal.asso.fr

Perc'henn war ar savadurioù : Park naturel Rannvro an Arvorig
15 plasenn ar Foarioù 29590 AR FAOU

Daveoù melestradurel

Arouenn Enselerezh Akademiezh Penn ar Bed n 93005.B-3 c'hlas(105 bugel)

Enselerezh Akademiezh Penn ar Bed

Rann ar c'hlasoù « Endro»

1 bali Penn ar Bed - 29558 Kemper Cedex 9

Pellgomz : 02 98 52 46 18 - Pelleiler : 02 98 52 46 57

Mererezh : Kevredigezh hervez lezenn 1901 kenstaget ouzh anUFCV :

EPAL (évasion en pays d'accueil et de loisirs)

11 straed Enez Eusa - BP 2 - 29801 BREST - Cedex 09